# Bougieg

Ur yezh malayek-polinezek eo ar **bougieg** (bougieg: *basa Ugi*, saozneg *buginese*) komzet gant tro-dro da 4 milion a dud e su Sulawesi en Indonezia hag e Sabah e Malaysia.

Skrivet e veze gwechall gant ar skritur hengounel anvet *lontarek* met bremañ e vez implijet kentoc'h al lizherenneg latin.

**Bougieg**
**(*Basa Ugi*)**

**Perzhioù**

| | |
|---|---|
| Komzet e : | Indonezia, Malaysia |
| Rannved : | Sulawesi, Sabah |
| Komzet gant : | 4 milion |
| Renkadur : | goude 100 |
| Familh-yezh : | Yezhoù aostronezek<br>Yezhoù malayek-polinezek<br>Yezhoù malayek-polinezek ar c'hornôg<br>**Bougieg** |

**Statud ofisiel**

| | |
|---|---|
| Yezh ofisiel e : | - |
| Akademiezh : | - |

**Kodoù ar yezh**

| | |
|---|---|
| ISO 639-1 | - |
| ISO 639-2 | bug |
| ISO 639-3 | |
| Kod SIL | BUG (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=bug) |

Sellit ivez ouzh ar pennad Yezh.

## Gwelet ivez

- Yezhoù malayek-polinezek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Bougieg&oldid=1849581 »

**Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Her 2019, da 08:52.**

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.